

DANVEZ DA LENN
HA DA SELAOU
EVIT AR RE VIHAN

Ur gontadenn get
G.TH. ROTMAN



Ízíg

Priñsezig an dour

TEIRVET
LODENN

Lennet get
Daniel Doujet
hag **Anaig Lucas**



Kinniget deoc'h get
TI DOUAR ALRE
EMGLEV BRO AN ORIENT

WWW.TIDOUARALRE.COM



izig

Priñsezig an dour

Levr savet ha skeudennet get **Gerrit Theodoor Rotman** (1893-1944)

Lakaet e brezhoneg get **Roparz Hemon**, **Youenn Drezen** e 1927
ha **Loeiz Herrieu** evit an embannadur gwenedek, e 1928.

Bet embannet get GWALARN, Levrioù ar vugale Brest

Kempennet evit an embann er skritur unvan get **Daniel Doujet**,
miz Ebrel 2020.

Liv ha pajennaouiñ get **Olier Berson**.




Gellit a rit selaou doc'h ar gontadenn-mañ lennet get
Daniel Doujet hag **Anaig Lucas** àr :
www.tidouaralre.com ha www.emglevbroanorient.bzh

Kinniget deoc'h get **Ti Douar Alre** hag **Emglev Bro An Oriant**.

Teirvet lodenn >



a voe esaet da Mus, mammig Lost-Hir a raas ur banvez-noz. Ur wastell he doa poazhet, farset get tonenn kig-moc'h ha formaj. Pa voe lonket pep tra e c'hoarias ar vugale pep sort c'hoarioù e kanastell ar c'hoadour. Ne oa ket fur kement-se. Dihuniñ a raas ar c'hoadour. Ha petra 'raas ?...




L1 logod a skampas doc'htu d'o gwele. Ne oant ket bet, erhat, tri munut e-barzh o zoull, pa glevazont un trouz, «*Klik !*» e penn ar grouizenn.

— O, Lizig kaezh ! a c'harماس an Intron Lost-Hir.

An tad a zaas er-maez da welet petra 'oa degouezhet hag a voe en-dro raktal.


— Un trap, eme-eñ, a zo bet lakaet e penn ar grouizenn ha aet eo eeun e-barzh.

Setu aze nec'hañs d'al Lostoù-Hir !



— **N**'hellomp ket he lezel he-unan-penn, eme an tad.

Get Mus ha Rufl, e zaou vab brasañ, eh aas betek an trap arre. Kalonekaat a razont Lizig ha grataat dezhi o harp. Neuze em lakaas ar c'hrouadurig da gousket. A-hed an noz e chomas an teir logodenn da spial àrnezhi, ha, da darzh an deiz e oant eno c'hoazh, é klask an tu d'he zenniñ er-maez.



«



i-i-ip» En un taol e tigoras an nor. Mus, a oa azezet àr al leurenn-di, a dec'has dre an toull er voger. E dad ha Rufl a fardas 'barzh heuzoù ar c'hoadour a oa eno tost. Ar c'hoadour a zaas tre.

— Ma ! Ma ! eme-eñ, é tenniñ Lizig ag an trap, é welet laeron ma formaj ous bet ? Disko din e pe lec'h emañ o zoullkuzh doc'htu !




izig, erhat, ne falle ket dezhi gwerzhiñ he mignoned.

— Ne lârin deoc’h biken ! eme-hi en ur zifronkal.

Neuze e voe lakaet get ar c’hoadour ‘barzh ur voest karton.

— Biken ne zai er-maez, ken n’az po lâret din ! Ha n’az po netra da zebriñ na da evet. Me ‘zisko dis em glevout get al laeron-se !




euze e lakaas ar voest àr ur stal hag e krogas da gem-penn e heuzoù. Neoazh n'en doa ket lakaet mat e vrec'h 'barzh ar gentañ botez ma rankas he zenniñ en ur grial, ha... *hop... hop...* an div logodenn a fardas er-maez. Ul lamm spontus e voe, ha neoazh e kouezhazont àr o zreid hep droug... ha kuit, prim evel un tenn.



arzh an toull e kavazont Mus doc'h o gortoz. Diviz a razont etreze da ouiet petra gober.

— Krignat a rin ar gordenn, eme Rufl.


— Diot ma ous, eme e dad, ha goude ne c'hellahomp ket sevel ar golo. Nann, ret eo deomp toulliñ e unan a gostezioù ar voest evit ma c'hello Lizig em siliñ er-maez.



re-laer, e-kreiz an noz, e krapas an Aotrou Lost-Hir hag e zaou vab àr ar stal ma oa ar voest àrnezhi. Hag int kentizh da grignat. Tenn al labour, neoazh krignat a razont, pep unan d'e dro, hag en diwezh e voe an toull bras a-walc'h ha Lizig em silas er-maez. Penaos, erhat, diskenn ag ar stal ? N'he doa ket krabonoù lemm èl al logod.



Ur soñjenn a darzhas e penn Rufl. Gwelet en doa loeroù ar wreg, a oa lakaet àr ur gadoer. Fondiñ a raas unan anezhe hag e tennas azoc'hti un neudenn a stagas doc'h un tach. Skoulmoù a raas enni. Neuze e c'hellas Lizig diskenn, é lakaat he zreid àr ar skoulmoù. Ha kuit da di al Lostoù-Hir.



LLostoù-Hir a strakas o daouarn doc'h he gwelet. Yod a oa bet aozet get an Intron Lost-Hir, ha mat e voe kavet get Lizig. N'he doa tañvaet tamm e-pad an deiz ! Laouen-meur-bet e voe an holl é klevet an dro-gamm a oa bet c'hoariet d'ar c'hoadour. Neoazh, pa welas Lizig an holl logod-se ken eürus en o zi, holl kevret, e soñjas en he mamm, hag em lakaas da oueliñ.

Pedervet lodenn da zonet >